

### Ar C'homtess a Woëlo.

Eun den youank gant an hent o vonet  
eur voezik voan a neveys bet klevet  
eur plac'h youank o vessa e denvet.

De mad dec'h plac'h youank vessaourez denvet  
Da biou e ar son ze pini a ganet

ne dar princess ar c'homtess a Woëlo  
a zo gwilloudet eun daou p'eun tri de zo  
a bean e vriet var ar mor tri bla zo.

Dallet plac'hik eur yalc'h anter kant skoet  
Kanet o son e c'hanet *ye* popret.

Me kleo ma mam an trous an trompillo  
gant ma breur kaer ma mam arri dar vro

gant an zo de(u)t tric'hant a varc'herien,  
a kement all deus a waregerien

Dallet ma mam dallet ma alc'hoerio  
A reiñ dam c'hoar ar gaeran ma habijo

A reiñ dam c'hoar me habid arc'hantet  
a nac'h ket kren na po ked ma goelet

A reiñ dam c'hoar ma habid incarnall,  
kased i dar prinç, pa arrio er sall.

– Demad dec'h princess gant o dentelez arc'hant  
o arvez a diskoell oc'h eur plac'h patient

O arvez a diskoell oc'h eur plac'h fur meurbet,  
Na neo ked c'hwi a zo dime dimeet.

na neo ked c'hwi a zo dime dimeet,  
ne o c'hoar enan a renkan da kaet.

– Klevet ma mam pera en deus laret  
Ma c'hoar enan e renko da kaet  
A me siwaz, biskoas c'hoar na meus bed.

– a trao Doue ma merc'h ni zo oll klaharet  
Laret ra ar prinç e renko o kaet.

– Dallet ma mam dallet ma alchoeio,  
A reiñ-tu din distera ma habijo.

a reiñ-tu din ma habid incarnall,  
ma hin gantan da souffr ar maro dar sall .

a reiñ-tu din ma habid a kanvo  
a vo mad din na da souffr ar maro.

– De mad dec'h princess gant o habid incarnall  
indan an habid ze e douget o klahar

De mad dec'h princess pel bras oc'h o donet,  
nag aont o c'heus da vean droug dimeet ?

– Me na meus ked aont da vean droug dimeet  
med aont a meus na ven ked re garet.

– ar sa ta princess na dime e leret  
Pelec'h e ma merc'h pe vab pini a c'heus ganet.

– me a utur fontan evel aman er plad  
mar a meus biskoas ganet na merc'h na mab

me a utur fontan evel aman er pôd  
mar a meus biskoas ganet na merc'h na pot.

– en kreiz ta galon dime gaou a lerez  
Dibren e da zillet en gîz deur vagerez.

Sonet ma sonerien sonet ar gaboten  
ma c'hai ma douç a me de c'hober dar plenen.

me zo tri mis anter zo boe ma on gant an derien  
na non me ked kapab d'ober ar gaboten.

eur pas pe daou a dren e c'he tec'het  
E gleve en i a nevous bed plantet

– Zonet ma sonerien zonet bars en kanvo  
intanv e c'he dare ar c'hont deus a welo.

Seitek princess dime a zo dimeet  
eb ini ne na neus bed eureujet.

na neo ouman ar gontess a Pinblan  
a lakaiñ ma c'halon da ranan.

Sonet bars en kanvo sonet ma drompilo  
intanv e c'he dare ar c'hont deus a woëlo.